



FY HD

Prest eo leurgêr gar an Oriant Kreisteiz Breizh

Meur a lodenn zo e leurgêr nevez gar an Oriant Kreisteiz Breizh. Da gentañ, ur sichenn vras e maen, evel un tapis ledan, ha linennoù bras e greunited gris sklaer. E-kreiz, ur garrezenn vras 1 800 m², treset gant gwagnadoù paverioù bihan teñvaloc'h hag a lak da soñjal er mor. Er garrezenn-se, enezennoù glazadur a ya d'ober kornioù kletoc'h, tachadennoù liorzhoù bihan ma c'hello an dud azeziñ àr vankou.

Pouezus eo ar leurgêr dre m'eo evel un nor antre evit implijerion an tren ha neuze evel « rakstal » Tolpad-kêrioù an Oriant, emañ digor àr kreizig-kreiz kêr. Kalonenn raktres monedone Pol eskemm liesvodol an Oriant eo, gant ur chadennad treuzdougen tro-ha-tro dezhi : ar gar SNCF, gar ar c'hirri-boutin gant ar busoù hag ar c'hirri-boutin etre-kêrioù, ar servijoù feurmiñ kirri ha beloioù.

Evit ar re a implij busoù hag evit ar varc'hhouarnerion hag an dud-àr-droad emañ bet soñjet da gentañ-tout, da lâret eo evit an darn vrasañ ag ar

fesonioù a zo da vonet d'an ti-gar ha d'an aveadurioù arall (60%). Evel-se e vez kaset ar modoù-se àr-raok un tammig, roet lec'h dezhe àr an tachad foran ha kavet un diskoulm pleustrek evit bihanaat an dilaoskadennoù gaz efed ti-gwer ha taliñ doc'h kudennoù ar chañchamant hin.

Lec'h a vo ivez evit ar c'hirri a ya d'ober 35% ag ar fesonioù a zo da vonet d'ar gar, pa vo savet daou lec'h parkiñ (500 plas) ouzhpenn parklec'h an Oriantiz (290 plas). Chanter ar parklec'h su, 215 plas ennañ, a vo achivet e fin 2019 hag a roy an tu da zonet buanoc'h d'an ti-gar, dreist-holl evit an dud dalc'het en o c'herzhed a c'hello monet gant ur bignerez 50 metr a-zoc'h dorioù an ti-gar.

Ne vo ket ankouet an taksoù (5% ag ar fesonioù da vonet d'ar gar) er stagnad-se. Un dek plas bennak a vo e-tal an ti-gar ha daou blas « arsav berr » tost-tost evit sikour ar veajourion sammet mat pe an dud dalc'het en o c'herzhed. An daou blas-se a vo ouzhpenn an taksilec'h

Parvis : leurgêr
Gare : gar, ti-gar
Socle : sichenn
Minéral : (e) maen
Pavés : paverioù, pavezioù
Maritimité : mor
Iles : enezennoù
Végétales : glazadur
Train : tren
Jardin : liorzh
Location : feurmiñ
Voitures : kirri
Vélos : beloioù
Bus : busoù
Cyclistes : marc'hhouarnerion
Piétons : tud-àr-droad
Changement climatique : chañchamant hin
Stationnement : parkiñ
Personnes à mobilité réduite : tud dalc'het en o c'herzhed
Taxis : taksoù

a zo anezhañ dija hag a vo dalc'het e ermaez norzh ar gar.

Kaset e vo ar raktres àr-raok ivez e karter norzh ar gar dre ma vo roet lañs d'ur guzuliadeg gant ar benngaserion evit an enezennigoù B1 ha B2 a vo e korn ar straed Beauvais hag ar Vali de Chazelles, ha d'ar marc'had evit mestroniezh labourioù ar Leurgêr norzh a zo raktreset e achuamant e 2020. ■

Evit gouiet hiroc'h :
lorient-agglo.bzh

Vous trouverez la traduction de cet article sur le site www.lorient-agglo.bzh